

Ann Hini Goz

Adaptation française et accompagnement de piano par Marc DAVID.

An hi- hi- ni goz eo vadous ann hi- ni goz eo zur! Ann hi- ni goz
 eo va dous ann hi- ni goz eo zur! Hagous-Koude, war a welan Ann
 hi- ni iaouank ar vravan. Ann hi- ni goz eo vadous ann hi- ni goz eo zur

REFRAIN

Ann hi-ni goz eo va dous
 Ann hi-goz eo zur.

Ha goulskoude, war a welan
 Ann hini iaouank ar vravan.

Ann hini iaouank a zo koant
 Ann hini goz e deuz archant.

Ann hini goz e deuz bleo gwen
 Ann hini iaouank bleo melen.

Ann hini goz a zo kant gwell
 Ne ra ket taillou demez-l.

Ann hini goz'zo Bretonnez
 Ann hini iaouank'zo Gallez.

Ma gomzit a briedelez
 Homzit d'ou euz ar vretonez.

Ni gousko enn eur guele Kloz
 Yar ar pell kresk bomnoz, bemnoz

REFRAIN

C'est la Vieille (qu'est) ma doute
 C'est la vieille bien sûr.

Et cependant à ce que je vois
 La jeune est la plus belle.

La jeune est jolie
 La vieille a de l'argent.

La vieille a les cheveux blancs.
 Ceux de la jeune sont blonds

La vieille, cent fois meilleure
 Ne fait pas façons de demoiselle.

La vieille est Bretonne
 La jeune est Française.

Si vous me parlez de mariage
 Parlez-moi de la Bretonne.

Nous dormirons dans un lit clos
 Sur la balle fraîche chaque nuit.

Extrait du *Recueil des Mélodies Bretonnes* de MM. GUILLERM et HERRIEU.
 Publié avec autorisation. Editeur, DAVID, a Quimper.
 Tous droits réservés

Imprimerie des *Guides-Souvenir Bretons*, rue Hôtel-Dieu, Rennes.

KARTEN-BOST

AR GARTEN-MAN NE DLE MONET NEMET E FRANS, EN ALGÉRI HAG EN TUNISI

Scriva al lizer er c'hostez-man

(Correspondance)



Er c'hostez-man e vez skrivet an adress

(Adresse)

.....

.....

.....

.....